CANTIC SPIRITUEL EN ENOR D'AN ITRON VARIA A RUMENGOL, ETC

· K Mary the Blessed Virgin

3434. bbb. 11.

SANCTA MARIA,



ORA PRO NOBIS.

CANTIC SPIRITUEL

En enor d'on Itron Varia a RUMENGOL*, ur plaç santel meurbet demeus a escopti Qerne, e Pares Hanvec, tost d'ar Faou.*

Var ton : *Glac'har ar Verc'hes.*

TAD, Mab, ha Speret-Santel, tri person en Drindet,
Me ho ped, a greiz calon, da têi dio ar speret
Da gompoſi ur C'hantic d'ar Stereden brillant,
Ar Fourdelisen gaera demeus ar firmamant.

Ho Merc'h eo, Tad Eternel, ar Verc'hes beniguet,
Pried d'ar Speret-Santel, Rouanez an Ælet ;
Dreist an oll graguez eurus hi a zo cavet dîn
Da veza Mam da Jesus, hon Redemptor divin.

Pa deuân da gonsideri, Guerc'hes sacr ha tener,
An enor, hac ar gloar vras oc'h eus a bep amzer,
En em gavan goal dister d'ellout o disclêria,
Remedoc'h-hu, Mam santel, a deuſe d'am asista.

Mes leun a fistanç ennoc'h, e meus antreprenet
Da bublia ho prasder etonez ar Vretonet,
Ha disclêria ar graçou zo accordet d'an oll,
Dre c'hraç Jesus, hon Autrou, en Ilis Rumengol.

E peb lec'h eo enoret MARI, hor Mam zantel,
Hac ec'h exauç gant joa vras nep zo dezi fidel :
Bez e deus certen plaçou, pere, dre e fuissanç,
E lec'h ma ro e graçou gant mui a abondanç.

Hep offanç nep plaç santel d'ar Verc'hes batisset,
En Escopti a Guerne, er barres a Hanvec
Eus un Ilis consacret en gloar hac en enor
Da Rouanez an Ælet, guir Vam d'hon Redemptor.

Güir dud devot d'ar Verc'hes, m'ho ped, diredit oll,
Deut gant laouenidigiez da Ilis Rumengol,
Da supplia Mam Doue da rei dêc'h ar yec'het,
Ha da zivoal hoc'h ene diouc'h laç an drouc-speret.

Mar dê blesset hoc'h ene memes gant ar pec'het,
Deut d'ar zourcen a vre hac ho pezo remed:
Goolennit ouc'h Mam Doue ar graçou necesser,
Ma ellot chench a vue, na vezot mui pec'her.

Mar deo ho corf attaqet gant an affliction,
Deut da Ilis Rumengol gant guir devotion;
Ur plaç leun a viraclou, dre c'hraç ar Verc'hes vat;
Mar e fedit a galon ho soulajo timat.

A bêvar c'horn eus a Vreiz e teu pelerinet
Da bedi Mam hor Zalver, gant ur galon barfet:
Eus a escopti Leon, Treguer, Guened, Qerne
E teu an oll dud devot da veuli Mam Doue.

Dre'r brud eus ar miraclou a ra guir remed tout,
Dre c'hraç Jesus, hon Autrou, o deus an oll galloud;
Ma teu ar belerinet d'e Ilis qer divin
Da ober an dro dezi, memes var o daoulin,

Un nombr bras a viraclou a ra ar Verc'hes vad
En Ilis a Rumengol dre c'hraç Jesus, e Mab:
Dre e zicour ha madelez e meus autreprenet
Disclêria lod anezo etouez ar Vretonet.

Ar Verc'hes a Rumengol, er barres a Hanvec,
E deveus grêt a nevez ur miracl caer meurbet;
An oll a zo estonet oc'h e gonsideri,
Ne deus netra impossubl dêc'h-hu, Guerc'hes Vari.

A dost dei, ur c'hrouadur, bars en un oad distér,
Pa voa'r velin o vala, a goezas er river,
Gant an dour e voa tuillet, ma zeas e toull ar bal,
Ma sonjet a voa flastret, allas! gant an dour mal.

E dud, carguet a c'hlac'har ha melconiet oll,
Er goestlas bars eü instant da Verc'hes Rumengol;
MARI, leun a garante, dre e dorn beniguet
A recouras e vuez, ertues e voe tennet.

Evit rei güir desteni deus ar miracl caer-ze,
E voe casset ar buguel da Rumengol neuze,
Laqet er procession, gantàn ur c'hurlaouen,
Evit renta güir homach d'ar Verc'hes souveren.

A dost d'ar C'hastel-Nevez e zeo din rapportet
E deus grêt güir Vam Doue ur miracl caer meurbet:
Dre an tan ur tiegues voa prest da berissa
P'o deus pedet ar Verc'hes da zont d'o asista.

An ozac'h, güir servicher d'ar Verc'hes beniguet,
En em stringas d'an daoulin d'e ledi gant respet.
MARI, leun a garantez, a zigassas glao bras,
Hep en devoe neb offanç: an tân prest a vougas.

Ainsi e zon c'hoas charmet, Guerc'hes, Mam a drue,
O comprén ho carantez evit ho pugale;
Disqueet oc'h eus ho pouvoar d'ar c'hrouadur nao bloaz,
Oc'h ober en e andret ur miracl ar c'haera.

Dre ur miracl ar brassa, ur c'hosty o coezo,
Ur c'hrouadur o tremen en em gav dindanoa;
Ar rein a goezdjo dezàn, ma sonjet voa lazet;
C'houi deuas d'en asista, Rouanes an Ælet.

E dud a gommanç crial: Guerc'hes, deut d'hor sicour;
Savetait hor c'hrouadur, eutoc'h ma hon recour;
Ar vein a voe remuet, ha dre c'hraç ar Verc'hes
E voe cavet dianjer, dispos, leun a vuez!

Mari, hor Mam souveren var vôr ha var douar,
A diamn e servicherien a zanjer, a c'hlac'har,
Nombr bras a varlôdet e deveus preservet,
Prest bras da goll o buez, p'o deus hi invoqet.

Nombr bras a vatimanchou e deveus preservet,
Hac an dud, hac ar madou, dre e c'hraç beniguet,
Ha bagou, ha goberi, e creiz an tempest bras
Pa bedet hor mam MARI, a obtene prest graç.

C'hoas ur c'hrouadur dister a escopti Leon,
A voa coezet er rivier, d'e dud pebes spouron!
Clasquet gant calz a c'hlac'har, pa o deus invoqet
Ar Verc'hes a Rumengol, en instant voe cavet.

Pa gevjont ar c'hrouadur, hac èn prest da vervel,
E c'h implorjont a neve MARI, hor Mam zantel,
Da rei dezan ar vue dre e graç beniguet,
Dirac ar gompagnunes o fedeu zo clêvet,

Un den a c'houlet Leon a gollas ar c'herzet,
Zo bet eiz mis o vâle var ben diou-vaz lozec,
Grêt pra gant ar medecin evit tree'in e char
Blemes a ree deus e c'hlao, va Doue pez glac'har!

Un nosvez en e vele e teuas souch dezan
E voa bet e Rumengol guechal o pardona,
Ha ma santen e galon an dezir qen ardant
Hac ur guir devotion d'ar Verc'hes oll-boissant.

Guir Vam Jesus hon Autrou, ème an affliget,
Va sicourit em poaniou, Rouanez an Ælet,
Ha me rei em donêson ar c'haera zo em zy
Da gass da zeiz ho Pardon evit hoc'h enori,

MARI, leun a garantez, a bedas e Mab qer
Da exauci ar bedenn a rê e servicher;
Receo a reas ar c'herzet dre ur guir graç dreist-oll;
Bet eo bet [illegible] Rumengol.

Ne nuffet qet niveri, nac ive discleria
Ar miraclou infinit a ra ar Verc'hes-ma;
Neb a zo guir Gristenien denteuz a galon vad,
Hi a brezant hor peden da Jesus-Christ e Mab.

Qen a gorf, qen a ene, qement zo affliget,
Deut da'lis Rumengol gant ur galon barfet;
Pedit, invqit eno hor Mam zantel MARI,
Ha renoneit d'ar pec'het evit plijout dezi.

Sant-Thomas ha Sant-Bernard, daou servicher fidel
D'ar Verc'hes, Mam da Zoue, gant carantez santel,
O daou deu d'hon assuri gant guir fidelite
Dont d'e fedi e galon, hac e zimp oll d'an ée.

Courach eta, Christenien, gant enor deuit oll
Da velet hon advocades da Ilis Rumengol,
En em roit corf hac ene da servicha Doue,
Ha da bedi ar Verc'hes ar rest eus ho pue.

Qement e zeo enoret ha caret gant Doue,
Ma permet dezi ober hervez e bolonte;
Qement greçou na vertu a zisqen var ar bed,
A dremen oll dre aaouarn ar Verc'hes benniguet.

E mis eost, ar bemzecvet, an devez ma pignas
Eo Evou gant an Ælet, gant solemnite vras,
E teu ah oll dud devot, gant guir devotion
D'an Ilis a Rumengol da c'hounit ar pardon.

Un Doue oll-galloudus a bermet dre e grag
Ma zeo da Zul an Drindet e mà ar Pardon braz;
Ar hobl eus a Vreiz-Izel, a veler an deiz-se
O tonet da Rumengol d'enori Mam Doue.

En deiz-se e c'hounezer Induljançou plenier
En Ilis a Rumengol e ty Mam hor Zalver,
Oc'h ober, gant guir glac'har ur gôvession vad,
O recee communion, pa vezer e guir stat,

D'an eizvet a guengolo, gouel e Nativite,
E zeus ar memes pardon bars er plaç santel-se.
Memes beb Gouel ar Verc'hes a zo epad ar bloa
E teu an oll dud devot d'e bisita gant joa.

Er solemnite santel eus a sul an Drindet,
Qement a ya d'ar Pardon a zo oll ravisset,
O velet Jesus hon Autrou ebars er Sacramant
O c'hortos hor c'halonou gant carantez ardant.

Deut oll eta, Christenien, deut oll a vandennou
Da Rumengol da bedi Mam Jesus hon Autrou,
Assuret oc'h da veza gant Doue pardonet,
Mar bec'h guir servicherien d'ar Verc'hes beniguet.

Renoncit d'ho pec'hejou hac en em anrollet
Ebars er Breurtezou a zo instituet
Da enori ar Verc'hes, evel ar Rosera,
A rent d'hor Mam souveren un enor ar c'haëra.

Ne vanqit qet da laret bemdez ur Chapelet,
Pini eo e c'hurunen, un dizenez hanvet;
Nep a zeui d'e recita gant carantez barfet
A vezo guir servicher d'ar Verc'hes beniguet.

Itron Varia Rumengol, pedit, me ho suppli,
Evit an oll dud devot a visitaï ho ty;
Chasseit an droue-sperejou hac o dentation,
Ha presantit da Zoue bemdez hon orëson.

Guerc'hes glorius Vari, Mam santel da Zoue,
Pa vimp en beur hor maro, recevit hon ene;
Ha dre ho torn beniguet cassit-hi da repos
Ha da veuli an Drindet e gloar ar Barados.

FIN.

ORÊSON DEVOT D'AR VERC'HES.

Var ton : *Un desir bras a meus hivisiqen.*

MB ho salud, MARI, guir Rouanes eternel,
Dre ar memes meuleudi evel an Æl Gabriel:
O Guerc'hes glorius! Mam santel da Zoue,
Pedit ho Mab Jesus evidomp nos ha de.

Merc'h an Tad Eternel, a bep costez enoret,
Templ ar Speret-Santel, Rouanes ar Guerc'heset ;
Mari, Advocades evit ar bec'herien,
Pedit evidomp oll an Drindet souveren.

O guir Arc'h Alliançl a behini eo ganet
Gant calz a eloqanç hon Redemptor beniguet,
E peb amzer pedit evit ar bec'herien,
Ha recevit bepret hoc'h oll servicherien.

O Stereden ar môr! chasseit an devalijen,
Hac obtenit deomp oll ar peoc'h hac ar sclêrijen ;
Dre ho torn, Mam santel, chasseit divar hon tro
Hon adversour cruel en heur eus ar maro.

Plijet gueneoc'h, Guerches, accordi deomp ar graçou
Da ebench hor goall vuez, hac heulia vertuziou ;
Mari, carantezus evit ho pugale,
Pedit ho Mab Jesus da receo hon ene.

Squillit lod eus ho leas, ô Mari mam da Zoue,
E fin eus hor buez evit guelc'hi hon ene;
O sourcen an oll joa, c'houi eo ar bouqet ros
A dle hor fleurissa ebars er Barados.

FIN.

E Montroulez, eus a Imprimeri LÉDAN.

Google